WIKIPEDIA

Lomeg

Ur yezh sinek-tibetek eus is-skourr Yezhoù tibetek ar c'hreiz eo al **lomeg** (*lhomi*, *lhoket*, *shing saapa*, *kath bhote* pe *kar bhote*) komzet gant tro-dro da 6.00 den en holl e Nepal (4.000 den), e Tibet e Sina (1.000 den) hag e India (1.000 den).

Gwelet ivez

- Yezhoù sinek-tibetek
- Yezhoù tibetek rik

Adtapet diwar « https://br.wikipedia.org/w/index.php?title=Lomeg&oldid=1850538 »

Kemmoù diwezhañ degaset d'ar bajenn-mañ d'an 3 Her 2019, da 09:10.

Gallout a reer implijout an testennoù zo dindan an Aotre-Implijout Creative Commons Dereiñ/Kenrannañ diouzh an hevelep divizoù; divizoù ouzhpenn a c'hall bezañ ivez. Gwelet an Doareoù Implijout evit gouzout hiroc'h.